



CANTIQ SANTEZ AGNES,

PATRONEZ AR MERC'HED YAOUANQ,

Var ton : Sacris solemniis.

233 A #

1.

ENTREZOC'H, tud yaouanq a gar ar burete,  
Ar vertuz angeliq a blich bras da Zoue,  
Clèvit cana'r vuez eus a zantez Agnes,  
En despèt da Zatan a zo maro guerc'hes.

2.

Demeus ar guêr a Rom e voa hi guinidic;  
He zad, he mam a voa ha nobl ha pinvidic;  
Hoguen o merc'h Agnes ne estime netra  
Nemet Passion Jesus, ha dont d'e medita.

3.

Evel ma commanças da anaout un Doue,  
Dezàn prest e c'hofras he c'horf hac he ene,  
Ha dont da ober vœu eus a virginite,  
Evit e zervicha fideloc'h goude se.

4.

En oad a zaouzeg vloas e fel d'an drouc-speret

E quitaje he vœu ha qemeret pried ,  
 Quitât he devotion , heuill maximou ar bed ,  
 Evel ma voa ar c'his eus an demezelet.

## 5.

Eun digentil yaouanq a voa mab d'ar prefet ,  
 O veza a gos charmet o velet he guenet ,  
 E creis ar ru e Rom Agnes a rancontras ,  
 Hac evit e bried dezi en em ofras.

## 6.

Agnes ous e glêvet a gomanç da grena ,  
 Hac evel diouz eur serpent a dec'bas diounta :  
 Eteo , eus an ifern , pella prest , emezi ,  
 M'emeus cavet eur pried evel a falle din.

## 7.

Birviqen em buez dezàn ne faziàn ,  
 Rac eus an oll priedou ez eo én ar guella ;  
 Beza eo pinvidiq , nobl ha pur ha parfet ,  
 E dad eo va Doue , hac én Salver ar bed.

## 8.

P'oé guelet ar gourach eus ar verc'hez Agnes ,  
 E voe prest accuzet da veza christenez ,  
 Da veza ur sorcerez , un demezel mechant ,  
 Hac a verite souffr hep dale pep tourmant.

3

9.

Ar prefet e c'hemennas hac e fedas meurbet :  
Agnes , va mab Symphron qemerit da bried ,  
P'otramant d'al lec'h fall et viot condaonet ,  
Hac eno publicamant e collot ho cuerc'hdet.

10.

En noas a bea-da-ben e viot divisqet ,  
Hac es stad-se dre Rom e viot cunduet ,  
Ha goude da lec'h fall etouez ar galantet ,  
E-pelec'h ne gueffot sicour , pa viot aruet.

11.

Ar zantes hep sponta a respontas dezàn :  
Da Jesus , va guir bried , biqen ne faziàn ;  
Roet en deus din un æl evit va frezervi  
Diouzoc'h ha diouz qement a zeui d'am ataqi.

12.

Neuze ar barner infam Agnes a gondaonas  
Da veza divisqet ha cunduet en noas  
E Rom dre ar ruou , hac ac'hano casset  
D'al lec'h fall , etouez tud brutal evel bouc'het.

13.

Mes Jesus he fried souden a hermetas  
Ma cresqas pront he bleo , pere he goloas ,

4.

Bete ma voe casset d'ar zal a infamite,  
En esper coll he henor hec he virginite.

14.

Pa voe destumet eno evit coll e henor,  
Peini a estime mui eguet mil tenzor,  
Eun habit guen a gavas evit en em visqa,  
Hac eun æl en e c'hichen evit e delivra.

15.

Incontinent d'an daoulin Agnes en em strincas  
Ha Jesus he bried a galon a bedas  
Da gonserv e henor, permeti ma varvje  
Qent eguet ossanci james he furete.

16.

Pa voa Agnes guella oc'h ober orêzon,  
E c'hantre libertinet brutal ha dirêzon  
Da zonzal ober dei coll he virginite  
Ha consanti gante d'o oll brutalite.

17.

Mes pa veljont ar zal carguet a sclêrijen,  
Agnes var he daoulin, an æl en e c'hichen,  
En em strincjont d'an daoulin da c'houlen o  
pardon  
Ouz Doue hac Agnes eus a greis o c'halon.

18.

Evel ma voant sortiet en eur veuli Doue,

En eur gôves o faut hac o zemerite ,  
 An dijentil yaouanq Symphron a antreas ,  
 Ha violi Agnes souden a brederas.

## 19.

Mes d'an neb zo fidel Doue ne vanq james ,  
 Rac se e conservas e vir servicherez ;  
 E qichen he zreid an æl en discaras ,  
 Hac eno var ar plaç maro miq er mougas.

## 20.

Pa glêvas ar prefet e voa e vab mouguet ,  
 Gant ur goler ar vrassa e teuas en ur redec  
 D'ar z'al da gaout Agnes , o crial aboes pen :  
 O sorcerez milliguet ! ô qef eus an ifern !

## 21.

Petra ma c'heus-te lazet va mab muia-caref ,  
 Hep çauet d'e ligne na dezàn nep respet ?  
 Salocras , eme Agnes , ne meus-én qet lazet ,  
 E vrutalite infam en deveus e gollet.

## 22.

Ar prefet digoleret Agnes a supplias ,  
 Ressuscitit va mab , mar guillit , var ar plaç .  
 Sortiit eta , emezi , rac ne veritit qet  
 E ve en ho prezanç e ve ressuscitet.

Incontinent d'an daoulin dirac Jesus he friec  
 E presant he reget gant comzou calonec :  
 Jesus, va oll garantez, roit bnez, me ho ped,  
 D'an dijentil maro, da anaout e bec'het.

Pa edo guir guella oc'h ober orèzon,  
 An æl a ressuscitas an dijentil Symphron,  
 Pini, incontinent ma voe ressuscitet,  
 A lavaras a gren adieu da hep pec'het.

Ouz Doue da guenta e c'houlennas pardon,  
 Ha goude ouz Agnes eus a greis e galon,  
 O crial a boes pen : pardon, va Doue pardon,  
 Pardon, Agnes, pardon, d'am pec'het dirèzon.

Pa velas ar Prefet e vab convertisset,  
 Gant arrach e condaonas Agnes da veza losqet,  
 Pa voe taolet en tan, an tan en em rannas,  
 Hac hep touch ouz Agnes calz a dud a losqas.

Goude e voe canduet da veza dibennet :  
 Ar bourreø o crena, he spei ne grede qet ;

es hi ouz e bressi a lavaras dezàn :  
 it Jesus , va fried , mervel a zeziràn.

28.

Qen buan ar bourreo ; den cruel hac ingrat ,  
 ant un taol coutelassen he beuzas en e goad :  
 e'hane gant an ælez en ênyou cunduet ,  
 a oad a drizec vloas da veza curunet.

29.

Souden goude ma voe corf Agnes enterret ,  
 e'happarissas d'e c'herent gant calz a zentezet :  
 ezit fidel , emezi , me a zo curunet  
 ant va fried Jesus etouez ar guerc'hezal.

30.

Setu fin ur femelen a gare ar burete ,  
 eza bepret e joa en dra bado Doue ,  
 ant ar zent , an ælez , ha gant ar guerc'hezal  
 irvigen da james , Doue ra vezo meulet.

31.

Petra sonjit-hu brema , plac'het losq ha fragil ,  
 envel ouz Cathel gollet dre actionou vil ,  
 ni a gri arrach en ifern en tan bras  
 it he impurete hep esperi caout graç.

32.

Petra sonjit pa velit un demezel yaouanq

En oad a drizec vloas o souffri pep tourmant  
 Qent eguel ma otreje offanç he furete :  
 Mar doc'h fûr, grit evelti, hac e guelot en è

33.

Mar doc'h bete bremàn evel eur Vadalen  
 Eleac'h imita Agnes, eur bec'berrez monde  
 Chenchit ha grit pinijen, ha goulennit pard  
 Hac e viot pardonet e c'houlen a galon.

34.

Courach eta, m'o suppli, courach, oll  
 yaouanq,  
 Qercoulz hasantez Agnes andurit pep tourma  
 Combatit bete'r maro evit ar burete,  
 Hac e viot curunet pa rentot hoc'h ene.

35.

Qemerit Santez Agnes evit Advocades,  
 Ha sonjit en he buez, pedit-hi alies,  
 Hac e vezo ur voyen da veva pur ha net,  
 Da veza er barados coulz hac hi curunet.

F I N.

---

E Montroulez, e ti LÉDAN, e ru ar Pave.